

Gouel meur Sakramant an Aoter

« An Aotrou en deus maget e bobl gant bleud-gwinizh flour, ha roet dezhi he gwalc'h eus mel ar roc'h. »

Breudeur ha C'hoarezed,

Emañ Gouel Sakramant an Aoter an eil gouel eus ar bloavezh liderezhel ma vo lidet Doue evit ar pezh emañ eñ-unañ, resisoc'h ma vo azeulet Jezuz en deus roet e gorf hag e wad dindan arouezioù sakramantel ar bara hag ar gwin. Er sul-mañ, ni a azeul an Teñzor lezet gant Jezuz d'e Iliz a zo e Gorf hag e Wad. Fellout a rafe din prederiañ ganeoc'h diwar-benn an donezon-mañ hag a ra Jezuz d'e Iliz dre zri gwel war Sakramant an Aoter : emañ Sakramant an Aoter ur sakramant hag a zieub; ur sakramant eo hag a ro ar vuhez ; da echuiñ, ur sakramant eo hag ez a dreist ar gommunion etre Doue ha ni : laka a ra chom Doue ennomp ha ni e Zoue.

Sakramant an Aoter a zo ur sakramant hag a zieub. Al lennadenn gentañ a eñvore deomp e oa aozet donezon Jezuz en e Gorf hag en e Wad adal an Testament Kozh dre donezon ar Manna. Emañ ar Manna ar boued-mañ roet gant Doue e-unan d'e Bobl e-pad an Ermaeziadeg, e-pad treuz an dezerzh, o teskiñ evel-se d'e Bobl da resev pep boued eus dorn Doue hag o stummañ anezhañ d'ar sentidigezh ha da zrugarekaat da Zoue. Steuziet he deus eta ar Manna d'ar poent ma o deus lakaet an Hebreiz an troad war an Douar Prometet. Boued an treuz eo eta, boued an dieub o deus debret An Hebreiz e-pad an Ermaeziadeg eus ti ar sklaverezh betek ar frankiz. Rakskeudenn a ra an Eukaristiezh a zo ivez ur boued eus an dieub peogwir eo bet diazezet e-pad ar Gaon-Sakr en ur ziarbenn tremen Jezuz eus ar marv betek ar vuhez. Sakramant an Aoter a zo eta ur boued hag a zieub eus ar pec'hed, eus ar gwall, eus ar marv. Hag evel ar Manna, ur boued eo hag a ehano d'ar poent ma kuitaimp an douar-mañ hag e vimp dirak Doue, peogwir n'hor bo ket ken ezhomm d'en em vagañ anezhañ, rak e vevomp anezhañ o vezañ e-tal anezhañ ha gantañ.

Met, breudeur ha c'hoarezed, an diforc'h-pennañ etre ar Manna hag an Eukaristiezh a zo e rakskeudenn ar Manna an Eukaristiezh hag e kas da da benn an Eukaristiezh an dieub en deus Jezuz perc'hennet evidomp. Da lavarout eo ar Gomunion d'ar C'horf ar C'hrist hag Azeulerezh Sakramant an Aoter a zo gwirvoudoù efedus hag a ober en hor buhez hag a daol frouzehioù en hor buhez.

Sakramant an Aoter a zo c'hoazh ur boued hag a zieub rak, gant ur c'heuz gwirion eus hor pec'hedoù, ar pezh omp pedet da vevañ e penn-kentañ an holl oferenn gant lid ar binijenn, e tistaol hor pec'hedoù veniel, da lavarout eo ar re o deus gwastet hon darempred gant Doue.

An Oferenn Santel he deus un efed all c'hoazh : reiñ a ra deomp ar vuhez. « Ar bara a roin a zo va c'horf, roet evit buhez ar bed », eme Jezuz, pe c'hoazh : « An hini a zebr va c'horf hag a ev va gwad en deus ar vuhez peurbadus, hag ez adsavin anezhañ d'an deiz diwezhañ. »

Breudeur ha c'hoarezed, ar c'homzoù-se n'int ket bet komprenet gand kalz tud en amzer Jezuz, hag ur bern eus e ziskibien a zo aet kuit. Evit komprenn mat, ret eo bezañ sklaer war div live. Da gentañ ez eus ar vuhez denel pe naturel, ar vuhez biologel, a rank bezañ maget evit kreskiñ. En tu all ez eus ar vuhez dreist-naturel, ar vuhez doueel, roet deomp dre sakramant ar vadeziant, hag hon eus ezhomm ivez d'he magañ dre sakramant an Oferenn. N'eo ket dre zegouezh en deus dibabet Jezuz bezañ boued ha bezañ roet dindan stumm ar bara ; graet eo evit diskouez e vo pal ar boued-se magañ ha kreñvaat hor buhez doueel. Ar vuhez doueel a zeu eus Doue hag a zistro

da Zoue ; setu perak e vez graet ivez ar vuhez peurbadus anezhi, diskouezet dre Adsavidigezh Jezuz, ur vuhez na c'hell ket ar marv bezañ trec'het warnañ.

N'eo ket hepken e kreñv ar Sakramant Santel, Korf ar C'hrist, hor buhez doueel hag e laka ac'hanomp da greskiñ dija er vuhez peurbadus, met reiñ a ra deomp ivez trec'h Doue war an droug hag ar marv. Hor peurbadelezh a vez savet dija dre hon holl gomunionoù ha dre an holl amzerioù a gemeromp evit azeuliñ ar Sakramant Santel.

Breudeur ha c'hoarezed, na ket da grozmolat ma pad an oferenn pemp pe dek munutenn miuoc'h eget boaz. Da gentañ, dirak Doue hag ar peurbadelezh ne z' eomp ket war goshaat ; evel ma vije paouezet an amzer pe ledanaet. Hag ouzhpenn-se, ma kollfec'h un tammig amzer marteze, e c'hell bezañ gounezet en ur lec'h all, rak Eñ eo mestr hon amzer dre e beurbadelezh.

Da ziwezhañ, setu an trede sell a ginnigan deoc'h war Sakramant an Aoter : lakaat Doue da chom ennomp hag ac'hanomp da chom Ennañ.

Re alies e vez lakaet ar Sakramant Santel da vezañ ar gomunion hepken. Met ne c'hell ket bezañ berrwellet d'ar gomunion ; pelloc'h ez a. Da skouer, an azeulerezh dirak ar Sakramant Santel n'eo ket ar pezh a reer ar gomunion anezhañ, daoust ma talvez evit ur gomunion speredel a bad en amzer, hervez ma vez digor hor c'halonoù ouzh bezañs ar C'hrist dirazomp.

Ar gomunion — komz a ran amañ eus ar gomunion eukaristek e-pad an oferenn — n'eo nemet ur mare, un emgav etre ni ha Doue hag en em ro an eil d'egile. Ha Jezuz a zo ennomp hag ni ennañ.

Adkemer a ran komzoù Jezuz : « An hini a zebr va c'horf hag a ev va gwad a chom ennon, hag e choman ennañ. »

Sakramant an Aoter a ro ouzhpenn ar gomunion : reiñ a ra da Jezuz bezañ ennon hag, dre-se, reiñ deomp bezañ e Doue. Evel-se eo gwirionez ar garantez : bezañ e-kichen egile, bevañ gentañ ha bezañ bev ennañ zoken. Ar pezh na c'hell ket hon natur denel reiñ deomp, Jezuz a ro dre ar Sakramant Santel, e Gorf hag e Wad a c'hellomp debriñ hag a en em skuilh dre hollad hon bezañ. Evel-se emañ Jezuz penn-da-benn ennomp hag e laka ac'hanomp da vont Ennañ.

Breudeur ha c'hoarezed, ne c'heller ket kompren Sakramant an Aoter hep kompren poell karantez Doue a zo a-dreñv : Doue en deus en em roet evit bezañ bev ganeomp hag ennomp, ha lakaat posub da vevañ Ennañ dija. Bez' ez eus disoc'hoù eeun da dennañ eus kement-se, ha ne vo ket displeget hir ganin, met menegiñ a rin anezho hepken. Hon holl darempredoù mat pe fall a c'hell kreskiñ er garantez, bezañ glanaet ha pareet dre ar Sakramant Santel hag a labour don ennomp.

Breudeur ha c'hoarezed, trugarekaomp Jezuz evit bezañ fiziet e Gorf hag e Wad d'e Iliz. Na zalezomp ket, pa vez kinniget en hor farrezioù, da vont da gemer ur mare azeulerezh dirak ar Sakramant Santel.

Ha pedomp en deiz Sul-mañ dreist-holl evit an holl vugale a resev o c'homunion gentañ.

Amen.

+

Solennité du St Sacrement

« Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il l'a rassasié avec le miel du rocher. »

Frères et Sœurs,

La fête du Saint-Sacrement est la deuxième fête de l'année liturgique où nous fêtons Dieu pour ce qu'est Dieu en lui-même, plus exactement où nous adorons Jésus qui a donné son corps et son sang sous les signes sacramentels du pain et du vin. En ce dimanche, nous vénérons, nous adorons le Trésor que Jésus a laissé à son Église qui est son Corps et son Sang. Je voudrais méditer avec vous sur ce don que Jésus a fait l'Église à travers trois regards sur le Saint-Sacrement : le Saint-Sacrement est un sacrement qui libère ; c'est un sacrement qui donne la Vie ; enfin, c'est un sacrement qui va au-delà de la communion entre Dieu et nous : il fait habiter Dieu en nous et nous en Dieu.

Le Saint-Sacrement est un sacrement qui libère. La première lecture nous rappelait que le don de Jésus en son Corps et en son Sang était préparé dès l'Ancien Testament par le don de la manne. La manne est cette nourriture que Dieu a donnée Lui-même à son peuple pendant l'exode, pendant la traversée du désert, apprenant ainsi à son peuple à recevoir toute nourriture de la main-même de Dieu et le formant ainsi à l'obéissance et à l'action de grâce. La manne a disparu dès l'instant que les Hébreux ont posé le pied dans la Terre Promise. C'est donc la nourriture de la traversée, la nourriture de la libération que les Hébreux ont consommé lors de l'exode de l'esclavage à la liberté. Elle préfigure l'Eucharistie qui, elle aussi, est une nourriture de libération puisqu'elle a été instituée lors de la Cène, anticipant le passage de Jésus de la mort à la vie. Le Saint-Sacrement est donc une nourriture qui libère, du péché, du mal, de la mort. Et comme la manne, c'est une nourriture qui s'arrêtera de l'instant que nous aurons quitté cette terre et que nous serons devant Dieu car nous n'aurons plus besoin de nous nourrir de Lui puisque nous vivrons désormais de Lui, étant en face de Lui et avec Lui.

Mais Frères et Sœurs, la différence essentielle entre la manne et l'Eucharistie est que la manne préfigurait l'Eucharistie et que l'Eucharistie accomplit la libération que Jésus nous a acquise. C'est-à-dire que la communion au Corps du Christ et l'Adoration du Saint-Sacrement sont des réalités efficaces qui agissent dans nos vies et produisent des fruits dans nos vies.

Le Saint-Sacrement est encore une nourriture qui libère parce qu'avec une contrition sincère de nos péchés, ce que nous sommes invités à vivre au début de toute messe avec le rite pénitentiel, il remet nos péchés véniels, c'est-à-dire ceux qui ont abîmé notre relation à Dieu.

Le Saint-Sacrement a un autre effet : Il nous donne la vie. « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » dit Jésus, ou encore : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Frères et Sœurs, ces paroles ont suscité une réelle incompréhension chez les contemporains de Jésus au point qu'un grand nombre de ses disciples vont l'abandonner à partir de cet enseignement. Pour ne pas tomber dans la mauvaise compréhension qu'ont vécu un certain nombre de ses contemporains, il faut bien distinguer deux niveaux. Il y a d'une part la vie humaine ou naturelle, la vie biologique, qui a besoin d'être nourrie pour se développer. Et il y a d'autre part la vie surnaturelle, la vie divine, qui nous est

donnée par le sacrement du baptême, qui, elle aussi, a besoin d'être nourrie par le sacrement de l'Eucharistie. Ce n'est pas un hasard si Jésus a choisi de Se faire nourriture et de Se donner sous la forme du pain ; c'est bien pour signifier que cette nourriture aura pour mission de nourrir, de fortifier notre vie divine. La vie divine vient de Dieu et retourne à Dieu, c'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi la vie éternelle. C'est celle qui s'est manifestée à travers la Résurrection de Jésus, vie sur laquelle la mort n'a pas pu mettre un terme. Non seulement le Saint-Sacrement, le Corps du Christ, fortifie notre vie divine et nous fait déjà grandir dans la vie éternelle, mais encore Il nous donne déjà la victoire de Dieu sur le mal et sur la mort. Notre éternité se construit déjà à travers toutes nos communions, et à travers tous les temps que nous prenons pour adorer le Saint-Sacrement.

Frères et sœurs, ne râlez pas si la messe dure 5 ou 10 minutes de plus que d'habitude. D'abord, en présence de Dieu et de l'éternité, on ne vieillit pas ; c'est comme si le temps se suspendait, se dilatait. D'autre part, si jamais vous perdiez un peu de temps, le Seigneur est capable de vous le faire gagner ailleurs puisque c'est Lui qui, de son éternité, est maître de notre temps.

Enfin, troisième regard que je vous invite à porter sur le Saint-Sacrement : Il fait habiter Dieu en nous et nous en Dieu. Trop souvent, on réduit le Saint-Sacrement à la communion. Mais le Saint-Sacrement n'est pas réductible à la communion : il la dépasse. L'Adoration du Saint-Sacrement par exemple n'est pas à proprement parler ce que l'on appelle la communion même si elle permet une communion spirituelle qui dure dans le temps, à la mesure de notre ouverture à la présence du Christ devant nous. La communion, j'entends la communion eucharistique à la messe, n'est qu'un moment, au sens où elle est le moment de la rencontre de deux entités qui se donnent l'une à l'autre. Mais la communion a pour conséquence l'habitation de Jésus en nous et de nous en Jésus. Je reprends les paroles de Jésus : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Le Saint-Sacrement permet plus que la communion, Il permet l'habitation de Jésus dans tout notre être et de ce fait, notre propre habitation en Dieu. C'est effectivement le propre de l'amour que de vouloir être en présence de l'autre, vivre avec l'autre et même vivre en l'autre. Ce que notre nature humaine ne permet pas, Jésus l'a permis à travers le Saint-Sacrement, son Corps et son Sang que nous pouvons manger et qui de ce fait se répand dans tout notre être. Ainsi, Jésus est totalement en nous et nous fait entrer en Lui. Frères et sœurs, on ne peut comprendre le Saint-Sacrement sans comprendre la logique d'amour de Dieu qui est derrière, de Dieu qui s'est donné pour pouvoir vivre avec nous et en nous et pour nous permettre de déjà vivre en Lui.

Il y a des conséquences directes à tirer de cela, que je ne vais pas développer longuement, mais simplement évoquer. C'est que toutes nos relations, qu'elles soient abîmées, qu'elles soient marquées par l'amitié, l'amour, la consécration, peuvent ainsi grandir en amour, être purifiées et guéries par le Saint-Sacrement qui agit au plus profond de notre être.

Frères et sœurs, rendons grâce à Jésus pour avoir confié à son Église son Corps et son Sang. N'hésitons pas lorsque cela est proposé dans nos paroisses à aller prendre un temps d'Adoration devant le St Sacrement. Prions en ce dimanche plus particulièrement pour tous les enfants qui communient pour la première fois. Amen !